


035302

MANDAMANT

AN AUTROU ESCOP

A GUEMPER,

*PEHINI a ordren ma vezo publiet ar
C'hatechis evit usaich an oll Ilison eus
Impalaërdet a Franç, ha pehini heb-
quen a vezo desquet en e Escopty.*



E QUEMPEL,

Eus a Imprimeri P. M. BARAZER. 1807.



MANDAMANT

An Autrou Escop a Guemper,

PEHINI A ORDREN

*Ma vezo publiet ar C'hatechis evit usaich an oll
Ilison eus an Impalaërdet a Franç, ha pehini
hebquen a vezo desquet en e Escopty.*

PER VICENT DOMBIDAU-DE-CROUSEILHES,
dre c'hraç Doue ha dre autorite hon Tad santel
ar Pap, Escop a Guemper, ha Membr eus al
Legion a enor, d'an dud a Ilis ha d'ar bobl
fidel eus hon Escopty, SALUD HA BENEDICTION
en hor Salver J. C.

HOR BREUDEUR QUER,

DESIR ar C'honcil a Drant, hini an Ilis a
Franç, discleriet quen alies a vech, a so er fin
satisfiet: evel ne eus nemet ur Feiz, ne vezo nemet
ur feçon a zescadures.

Harvez an exempl eus a Charlemagn hac eus a
Saint Louis, hon respectabl Impalaër en deus santet
e tlie lacat e oll sourci da greaat e speret ar bobl,
ar Religion santel eus e bebini en dens digoret an
templou ha savet an auterion. Mæs evel an daou

bring-se, quer bras ha quen devot, NAPOLEON a anvez ive an termen eus an diou autorite spirituel ha temporel. Ansao a ra penaus d'an Ebestel heb- quen, ha d'an esquibien var o lerc'h, en deus J. C. lavaret, *It, instruet an oll Nationou, me a chommo ganeoc'h bete fin an oll amseriou*; hon Impalaër a vezo ato ar protectour eus ar Religion, james ne glasco commandi dezi, ato en devezo respet evit an autorite spirituel eus an Ilis. Lavar a ra d'an oll esquibien, evel ma lavaras gueich-all un Impalaër ha Roue a Franç: *me a fel din ho sicour hac ho servicha eus va oll galloud evit ma allot executi ar pezh so necesser d'oc'h autorite*. Hon Impalaër, fidel d'ar reglen-se, va breudeur quer, a zeu d'en em adressi d'hon tad santel ar Pap, goulén a ra diganta ur C'hatechis evit an oll Ilis a Franç; enlia ra an exempl a sant Louis; anaout a ra penaus, *m'ar approchant ous an esquibien annonç gant liberte ar guirioneou ho deus desquet digant J. C. e approchant ive ous ar Prinç, chilaou gant respet ar guirioneou santel-se, hac o fratica ervad*. Pa vè accord an diou autorite spirituel a temporel, ô peguen èurus eo quement-se, evit contribui d'ar bonheur ha d'ar peoc'h eus an oll nationou! « Pa vè soutenet a » diffenet an Ilis dre an autorite sacr eus ar Rouet » hac eus ar Brincet, neuse, eme Bossuet, an Ilis » a laca dezo un trôn en ur plaç ar guella ac ar » sura; ar plaç-se eo ar goustianç, e lec'h ma e » ma trôn an Antron Done memes; hac ar plaç-se » a so an assura evit an dranquillite public....,

» Mæs ansavomp er memes amser, penaus e creiz » quen alies a inimiet, etouez quement a dud impi, » hon daouarn, pere ne zougont quet an armou, » ha pere ne allomp nemet sevel var su an eon, a so » dre vonheur soutenet dre c'hallond ar Brincet ».

Ar C'hatechis evit an oll Ilisou a Franç, hor breudeur quer, pehini a bresantomp deoc'h, a so bet examinnet gant ur C'hardinal eus a Rom, pehini en deus recevet ar pouvoar digant an tad santel ar Pap; ar C'hardinal-se, a zeu da broposi deomp ar C'hatechis-mâ, evel græt quasi-oll gant Bossuet: an hano-se a ra calz a enor hac a c'hloar d'a Ilis Franç. An oll esquibien a Franç ho deus ur respet bras evit an Antron Bossuet, hac en c'honsideri a reont evel unan eus ar re habila tadou eus an Ilis; d'an esquibien *en deus J. C. roet an tensor sacr eus ar feiz*. Hint a so barnourien; hac ho deus recevet ar C'hatechis-mâ; gant ur joa vras e teuont da bresanti d'an dud fidel eus ho Escoptiou, ur C'hatechis pehini a so respetet dre an dud habil ha santel.

Ma n'on divise quet clevet e lîe ar C'hatechis-mâ beza roet d'a Ilis Franç, n'on divise quet gortoet bete bremâ evit ober ur C'hatechis nevez, rac necesser e voa an dra-se, ispicial en Escopti-mâ; an arranjament nevez græt abaoue ar c'honcordat, da lavaret eo abaoue ma eo rentet deomp hor Religion, a so bet caus ma voa pevar C'hatechis en hon Escop- ty: hini Querne, hini Leon, hini Treguer hac hini Guenèt. Guir eo e zint henvel evit al lezen hac ar greden, mæs gonscoude au dra-se a rê un ambarras vras a d'ar veleyn ha d'an dud fidel,

bring-se, quer bras ha quen devot, NAPOLEON a anvez ive an termen eus an diou autorite spirituel ha temporel. Ansao a ra penaus d'an Ebestel heb- quen, ha d'an esquibien var o lerc'h, en deus J. C. lavaret, *It, instruet an oll Nationou, me a chommo ganeoc'h bete fin an oll amseriou*; hon Impalaër a vezo ato ar protectour eus ar Religion, james ne glasco commandi dezi, ato en devezo respet evit an autorite spirituel eus an Ilis. Lavar a ra d'an oll esquibien, evel ma lavaras gueich-all un Impalaër ha Roue a Franç: *me a fel din ho sicour hac ho servicha eus va oll galloud evit ma allot executi ar pezh so necesser d'oc'h autorite*. Hon Impalaër, fidel d'ar reglen-se, va breudeur quer, a zeu d'en em adressi d'hon tad santel ar Pap, goulén a ra diganta ur C'hatechis evit an oll Ilis a Franç; enlia ra an exempl a sant Louis; anaout a ra penaus, *m'ar approchant ous an esquibien annonç gant liberte ar guirioneou ho deus desquet digant J. C. e approchant ive ous ar Prinç, chilaou gant respet ar guirioneou santel-se, hac o fratica ervad*. Pa vè accord an diou autorite spirituel a temporel, ô peguen èurus eo quement-se, evit contribui d'ar bonheur ha d'ar peoc'h eus an oll nationou! « Pa vè soutenet a » diffenet an Ilis dre an autorite sacr eus ar Rouet » hac eus ar Brincet, neuse, eme Bossuet, an Ilis » a laca dezo un trôn en ur plaç ar guella ac ar » sura; ar plaç-se eo ar goustianç, e lec'h ma e » ma trôn an Antron Done memes; hac ar plaç-se » a so an assura evit an dranquillite public....,

» Mæs ansavomp er memes amser, penaus e creiz » quen alies a inimiet, etouez quement a dud impi, » hon daouarn, pere ne zougont quet an armou, » ha pere ne allomp nemet sevel var su an eon, a so » dre vonheur soutenet dre c'hallond ar Brincet ».

Ar C'hatechis evit an oll Ilisou a Franç, hor breudeur quer, pehini a bresantomp deoc'h, a so bet examinnet gant ur C'hardinal eus a Rom, pehini en deus recevet ar pouvoar digant an tad santel ar Pap; ar C'hardinal-se, a zeu da broposi deomp ar C'hatechis-mâ, evel græt quasi-oll gant Bossuet: an hano-se a ra calz a enor hac a c'hloar d'a Ilis Franç. An oll esquibien a Franç ho deus ur respet bras evit an Antron Bossuet, hac en c'honsideri a reont evel unan eus ar re habila tadou eus an Ilis; d'an esquibien *en deus J. C. roet an tensor sacr eus ar feiz*. Hint a so barnourien; hac ho deus recevet ar C'hatechis-mâ; gant ur joa vras e teuont da bresanti d'an dud fidel eus ho Escoptiou, ur C'hatechis pehini a so respetet dre an dud habil ha santel.

Ma n'on divise quet clevet e lîe ar C'hatechis-mâ beza roet d'a Ilis Franç, n'on divise quet gortoet bete bremâ evit ober ur C'hatechis nevez, rac necesser e voa an dra-se, ispicial en Escopti-mâ; an arranjament nevez græt abaoue ar c'honcordat, da lavaret eo abaoue ma eo rentet deomp hor Religion, a so bet caus ma voa pevar C'hatechis en hon Escop- ty: hini Querne, hini Leon, hini Treguer hac hini Guenèt. Guir eo e zint henvel evit al lezen hac ar greden, mæs gonscoude au dra-se a rê un ambarras vras a d'ar veleyn ha d'an dud fidel,

evit an instruction, rac evel ma en lavar erfad Ministr ar Religion : « An instruction ne ia quet » quer buen na quercoulz pa renquer expliqua ar » memes tra e meur a façon different. Alies e c'hoare » e za calz tud da chom eus an eil Escopti d'eguille ; » ha pa c'hoare quement-se, e eus poan o tesqui » Catequis un Escopti all : an dra-se a zeu da scuiza » memor an dud, hac alies da droubli ho ræson ».

Allas ! goude quen alies a vloavez passeet er spont hac en disurz, e pad pere ar Religion a so bet chasseet eus an ilison hac eus an tyeguizion, an instruction a so bet neuse negliget ; ret eo eta e renta facil d'an dad yaouanc pere n'ho deus desquet nemet quentellou fall ha dangerus, dre bere e zint deut tud yen hac indifferant evit ar Religion.

Hac evel ma lavar c'hoas, ar Ministr eus ar Religion, den fur hac habil meurbet, pehini en deus bet ar gouraich, e pad ar revolution maleürus, da barlant eus ar profit a ra deomp Religion J. C., ha da lacat terri al lezen pehini a chassê eus a Franç an oll veleyen fidel : « An instruction var ar Religion, emezâ, a so quer pro- » fitabl d'ar vro evel d'ar Religion memes. An » instruction a servich evel da vagadurez d'an den, » adalec e yaouanquis ; desqui a ra ar guirioneou ar » re vrassa d'an dud a bep oad hac a bep condition ; » caout a rer ar vertuziou ar re gaëra e ty an dud » paour evel e palez ar Rouanet : m'ar guelomp » hirio tud pere n'ho deus quet calz a zescadurez, » o veza habiloc'h var ar guirioneou ar re santela,

» ha var ar guistionou principala eus ar moral, » eguet ne voa gneichal ar filosofet, da bion hon » deus-ni obligation eus a dra-se ? d'ar Religion » gristen, pehini a ordren deomp ober cœvrou- » mad, ha caout ar feiz ; ha dre heno, a zeu d'hon » dispansi eus an oll difficulteou emeus ar squian- » chou humen ».

C'hui Beleyen, hon breudeur quer, c'hui a zeu bemdez dre ho couraich da brocure deomp an avantachou-se, peguen dudius, peguen douc eo evidomp renta deoc'h adarre an hommaich-mâ eus hor respect hac eus hon istim tener ! Ennoc'h e ma hor fianç, esperout a reomp ec'h implichot oc'h oll ardeur evit disqui ar C'hatechis nevez d'an dud fidel eus a bere e oc'h carguet, hac evit lacat executi gant fidelite an articlou eus hon ordrenañ.

Rac - se e ordrenomp ar pezh so varlerc'h :

ARTICL QUENTA.

Adalec an deiz ma vezo publet hor Mandamant, ar C'hatechis bras ha bihan, evit usaic'he an oll ilison eus an Impalaërdet a Franç, a vezo en amser da zont, desquet hebquen en hon Escopy, quen er Paression hac en Trêou, quen er Seminareou, Scolachou, Scolion hanvet *Secondaires*, Tyez a bancyon, a Zescadurez, Hospitaliou, Scoliou eus an eil sex hac eguille.

ART. II.

An oll Catechisou-all, ar re memes approuvet

gant an Esquibien - all en hon rauc , ne vezint
quen hiziviquen disquet en hon Escopty.

ART. III.

Eus an oll doublou eus ar C'hatechis evit usaich
an oll ilisou a Franc , ne vezo implijet evit des-
cadurez an dud fidel , nemet ar re e penn pere
en em gavo hor Mandamant.

ART. IV.

An autrou BARAZER , hon Imprimêr e Quimper ,
a so hebquen autoriset dreizomp , da imprimi ha
da zistribui ar C'hatechis nevez , pe autramant al
Librêrien gant pere en devezo græt , hervez e zan-
timant , un accord bennac evit æssaat an distribu-
anezan.

Hac e vezo hor Mandamant lennet ha publiet
en oll ilisou eus hon Escopty , e prôn an oferen
bret , ar Zul varlec'h ma vezo bet recevet ,

Roet e Quemper , ar pempzecvet a vis Maë 1807.

† P. V. Escop a Guemper.

Dre an Autrou Escop :

AR CLANCHE, Belec ha Secretour.